



Dont betek Brest

Daoust m'emañ kornôg Breizh e penn ur c'hourenez ez eo aes a-walc'h al liammoù ouzh ar peurrest eus Frañs hag ar broioù all. Ouzhpenn-se e vezer atav o lakaat an traoù da vont war wellaat evit a sell ouzh ar c'heit ma pad ar beajoù hag ouzh aesaat an hentoù war-zu kornôg Breizh pa loc'her eus ar c'hreizennoù pennañ e Frañs pe en Europa.

Ar pezh a zo da c'houzout war an doareoù da zont betek beg Breizh :

- Ur rouedad hentoù a-zoare, ennañ ur rouedad hentoù-tizh (adalek Roazhon ha Naoned) a c'heller ganto bezañ liammet ouzh an takadoù poblet stank en Europa,
- Liammet eo ouzh an aerborzhioù pennañ en Europa (Pariz, Lyon, Marsilha, Lille, Bourdel, Londrez) dre aerborzh Brest-Breizh,
- Deservijet eo gant al linennoù hent-houarn, ha dreist-holl al linennoù tizh bras emeur o wellaat gant ar raktres Breizh Tizh Bras, evel-se e vo lakaet 3 eur 08 da vont eus Kemper pe Brest da Bariz e 2017, goude-se e vo klasket diskenn betek 3 eur.

Dont gant an tren

Dek gwech bemdez e ra an TTB Atlantel al liamm etre Pariz ha Brest (etre 4 eur ha 4 eur 26 hent hiziv an deiz, 3 eur 08 a-benn 2017 pa vo graet al linenn tizh bras da zont). Gant al linennoù Tren Herrek Rannvroel a zo anezho linennoù a galite hag a dremen stank, emaoimp gant ur rouedad rannvro hag a zo e-touez ar re a vez darempredet ar muiañ e Frañs.

Dont gant ar c'harr-nij

Tremen a ra tost d'ur milion a veajourien en aerborzh Brest-Breizh bep bloaz, gant-se eo an aerborzh kentañ e Breizh. Bemdez ez a kuit kirri-nij ac'hano da vont war-zu an aerborzhioù pennañ e Frañs (Pariz, Lyon, Marsilha, Bourdel, Lille, Tolosa, Nisa) hag hini Londrez. Eno e kaver ivez beajoù dre charterioù, nijadennoù vakañsoù, liammoù eeun war-zu ur pemzek bro bennak.

Un aerborzh etrebroadel eo Brest, gant-se e c'haller ac'hano mont buan war-zu kêrioù bras pennañ Europa : Pariz (Orly ha Roissy), Lyon, Marsilha, Nisa, Toulon, Bourdel, Brusel, Barcelona pe Londrez gant ar c'hompagnunezhioù-aer a zo e Brest : Air France (a zo enni Brit Air ha City Jet), Flybe, Chailair, EasyJet, Finist Air, Ryanair, Jetairfly, Vueling.

Dont dre ar mor

Ce site utilise des cookies pour favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont proposés. Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.

Mentions légales

✓ OK, tout accepter

Personnaliser



Dernière mise à jour le : **24 octobre 2018**



HÔTEL DE METROPOLE

24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826

29238 BREST CEDEX 2

Tel. : 02 98 33 50 50

www.brest.fr

Accueil au guichet :

Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)

Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50

Lundi au Vendredi : 8h /18h

Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest

2, rue Frézier - CS 63834

29238 Brest cedex 2

Tel. : 02.98.00.80.80

www.brest.fr

Accueil téléphonique :

02 98 00 80 80

Lundi au Vendredi de 8h à 18h

Samedi de 8h30 à 12h30